

brezhoneg yezh ofisiel

Breizhistance zo ur strollad politikel nevez krouet e miz Here 2009. Embann a reomp heuliañ ar stourmoù bet douget e-pad an tregont vloaz tremenet gant dizalc'hourien an t-bleiz e Breizh en ur glask adneveziñ hon doareoù ha degas startijenn en-dro.

Evit ma c'hellfe pobl Breizh tizhout ul live a frankiz hag ur mont-en-dro demokratel an uhelañ ar gwellañ e soñj deomp e rank Breizh , en he fezh, bezañ **dizalc'h**. Ar framm-se a roio tro d'ar re a labour hag a vev amañ da zibab ur raktres sokial hag ekonomikel a zerefe gant an ingalded sokial en ur glokaat gant ur preder ekologel enframmet. Emskiant omp ne c'hell ket ar vretoned a verr dermen bezañ dizalc'h. Tizhet e vo ar pal-mañ en ur lakaat e pleustr ar gwir d'en em dermeniñ hag en ur sevel ur gumuniezh vreizhek youlek, gouest da servij interestoù pobl Breizh.

Graet e vez **sokialourien** ac'hanomp. Ar sistem ekonomikel a-vremañ en deus prouet e oa kat da sevel an disingalded sokial dre ret. An enkadenn armez-hel a laka diaes darnvrasañ ar boblañs pa vez sklaer-tre dre ar sifroù ez a war binvidikaat ar re binvidik. Ar sav-poent mañ zo gwir war an dachenn lec'hel hag er bed a-bezh. N'eus nemet pa vo foran ha sokial an doareoù produiñ hag ar mod da zasparzhañ ar pinvidigezhioù, ha n'eo ket prevesaet, ha pa vo lakaet un harz d'ar brokañ war an arc'hant e c'hello an holl dud bevañ mat. Dont a raimp a-benn d'en ober pa'z en em aozo al labourerien war o diazezoù a-benn cheñch da vat penn d'ar vazh.

An **ekologiezh** evidomp, evel evit ur bern tud all , zo un dra ret e Breizh met ivez dre ar bed-holl. An emdroadur ekonomikel en deus lakaet diaes an natur, startoc'h e vez d'an holl kaout peadra da zebriñ, d'ober war-dro e yec'hed pe da veajiñ... Kement-se en deus degaset muioc'h-mui a wallzarvoudoù evit an en-dro pe an den. Al lanvioù du niverus, ar bezhin glas a ziskouezh pegen a-bouez ez eo ar c'hudennoù-se e Breizh. Treuzfurmadur ekologel hor mod produiñ ha beveziñ zo ur redi evit sevel hor raktres kevredigezh. Hep ankouaat ar stourm evit gwir ar maouezed, a-enep d' an estrengasoni hag evit ar frankizoù demokratel.

Stourm evit gounit hor gwirioù stroll evel Breizhiz zo un doare da ziorren ar frankizoù hiniennel en ur ginnig war un dro ur raktres kontrol da urzh ar bed evel m'emañ. Bez e rankomp evel pobl tapout ar binviji politikel ha demokratel a roio tro da vont pelloc'h eget dibaboù stadoù zo, gouzañvet gant ar bed en e bezh.

Tro 200 000 a ra hiziv-an-deiz gant ar brezhoneg. Un digresk dibar a gomzerien he deus gouzañvet hor yezh e-korf ur c'hantved. Pa vez sellet ouzh stad ha statud ar yezhoù all tro-dro deomp en Europa ez eo splann n'he deus ket hor yezh ar plas zo ret dezhi kaout.

Kevredigezh hor broad zo cheñchet kalz ivez er memes koulz. Darnvrasañ ar Vretoned zo o chom e kerioù bras, tremenet omp dindan nebeud amzer eus ur gevredigezh stag da vat ouzh al labour-douar d'ur gevredigezh goude-greantel. Setu perak e embannomp evel strollad politikel e tle ar brezhoneg bezañ normalaet da vat a-benn bezañ lakaet ofisiel pa c'hellimp en ober.



Normalaat : normalaat ar yezh a dalvez reiñ dezhi plas e pep lec'h er vro war kement tachenn zo.

An dra-se a vez graet tamm-ha-tamm pa grou ar Vretoned o binviji o unan evit gellet implij, treuzkas ha bevañ en o yezh. Pa vez da skouer krouet chadennoù skingomz, webtvoù, kelaouennoù bras pe vihan, skolioù diwar ar maez pe er c'herioù bras, savet kentelioù noz pe stummadurioù hir, pa vez savet azgoulennoù evit reiñ plas d'hor yezh e servijoù publik pe e bed ar c'henwerzh.

Hon izili a gemer perzh en argerzh-se bemdez, peogwir e chom ar brezhoneg unan eus arouezioù pennañ hor pobl, hon identelezh. Kement-mañ a vez graet ganeomp ivez peogwir eo un doare da sevel hor broad ha da embarzhiñ en hor gumuniezh nevez-Vretoned a c'hell deskiñ hor yezh ne vern o orin. Brezhoneg yezh vroadel !



Lakaat ofisiel : lakaat ofisiel a dalvez reiñ ur statud lezennel hag ensavadurel d'hor yezh evit suraat dazont ar brezhoneg, evit e dreuzkas d'ar remziadoù da zont, evit ma vefe doujet ouzh gwirioù ar vrezhoneg-erien. Anat deoc'h ne vo ket graet gant ar stad c'hall, n'he deus graet nemet he seizh gwellañ evit diskar ha lazhañ hor yezh. N'emañ ket dazont ofisieladur ar brezhoneg war vord ar Seine met amañ e Breizh ! Stag eo statud hor yezh ouzh statud hor bro ! Gellet a reomp kenderc'hel da grouiñ binviji normaladur hor yezh, met an nebeud a draoù gounezet a vo dalc'hmat en arvar abalamour da framm lezennel bro-C'hall hag abalamour d'ar fed ne c'hell ket ar Vretoned dibab ar pezh a zere dezho war kement tachenn zo. Sed aze abalamour da betra e fell deomp adembann ez eo stag stourm ar brezhoneg ouzh ar stourm evit ur vro dizalc'h hag ar stourm evit adneveziñ an demokratelzh evit ma c'hello ar Vretoned dibab enni ar pezh zo mat deomp !

Breizh dieub ha sokialour !

KEJ OUZH BREIZHISTANCE

BREIZHISTANCE
Indépendance & socialisme

www.breizhistance.tv



brezhoneg yezh vroadel

breton langue officielle

BREIZHISTANCE est une jeune formation politique créée en octobre 2009. Nous nous inscrivons dans la continuité des combats et projets menés par la Gauche indépendantiste depuis près de trente ans en Bretagne, tout en souhaitant y apporter un nouvel élan et une nouvelle dimension.

L'Indépendance de la Bretagne, dans son intégrité, est selon nous le mode de souveraineté qui permettra au peuple Breton d'arriver au fonctionnement démocratique le plus abouti. C'est celui qui permettra à ceux qui vivent et travaillent ici de choisir un modèle sociale et économique en adéquation avec l'égalité sociale et une vision écologique intégrée. Nous sommes conscient que les conditions actuelles ne permettent pas d'envisager à courts termes l'accession à notre indépendance. Ce but nous l'atteindrons de manière progressive par l'application du droit à l'autodétermination et par la construction d'une collectivité Bretonne volontaire, dotée de réels moyens de servir les intérêts du peuple Breton.

Socialistes nous sommes. Le système économique actuel à montrer sa capacité à construire l'inégalité sociale comme principe. Alors que la crise économique et financière précarise la majorité de la population, les chiffres nous montrent clairement que les plus riches le sont de plus en plus. D'un point de vue mondial ou d'un point de vue local, le constat est le même. C'est bien le caractère public et social des moyens de productions et de distributions des richesses et non leurs privatisations, ainsi que l'arrêt de la spéculation financière, qui permettront à l'ensemble des individus de vivre décemment. Nous y parviendrons grâce à l'auto-organisation des travailleurs afin d'imposer un changement radical des rapports de classes.

L'écologie, comme pour un bon nombre d'entre nous, est une nécessité qui s'impose non seulement en Bretagne mais à la Terre entière. L'évolution économique a mis à mal nos ressources naturelles, fragilisant l'accès à la nourriture, à la santé, aux déplacements, etc ... provoquant régulièrement des catastrophes environnementales et humanitaires. Les marées noires à répétition, la question énergétique ou le problème des algues vertes, sont des éléments qui témoignent de l'importance cruciale de cette problématique en Bretagne. La transformation écologique de nos modes de productions et de consommations s'impose donc comme essentielle dans la construction de notre projet de société. Sans pour autant négliger l'importance de la lutte contre les discriminations et l'oppression des femmes, contre la xénophobie et la réduction des libertés démocratiques.

Conquérir nos droits collectifs en tant que Bretons c'est aussi ouvrir les champs des libertés individuels tout en participant à la construction d'une alternative à l'ordre mondial. C'est à nous en tant que peuple de nous doter des moyens politiques et démocratiques permettant de construire nos propres solidarités internationales qui dépasserons les choix que certains Etats du monde

Aujourd'hui, environ 200.000 personnes connaissent le breton. Notre langue a pâti d'une chute inouïe de locuteurs en l'espace d'un siècle. Si l'on regarde la situation et le statut des langues qui nous entourent en Europe, il apparaît clairement que notre langue n'a pas la place qui devrait lui être dévolue. Dans le même temps, la société bretonne a également beaucoup évolué. La plupart des Bretons vivent désormais dans les grandes agglomérations et nous sommes passés en peu de temps d'une société agricole à une société post-industrielle. Voilà pourquoi nous affirmons en tant que formation politique que la langue bretonne doit être totalement normalisée dans le but de lui accorder un statut d'officialité lorsque cela nous sera permis.



Normaliser : normaliser la langue signifie lui octroyer de l'espace partout dans le pays, dans quelque domaine que ce soit.

Cela se fait progressivement quand les Bretons créent eux-mêmes les outils qui leurs permettent de parler, de transmettre et de vivre leur langue. Par exemple, lorsque se créent des chaînes de radio, des web-tv, des magazines grands et petits, des écoles à la campagne comme dans les grandes agglomérations, des cours du soir ou des formations longues, lorsque l'on formule des revendications afin de donner de la place à notre langue dans les services publics et les activités de commerce. Nos membres contribuent quotidiennement à ce processus car le breton reste l'un des symboles principaux de notre peuple, constitutive de notre identité. Cela, nous le faisons aussi parce que c'est une façon d'élever notre nation et d'intégrer à notre communauté de nouveaux Bretons qui peuvent apprendre notre langue quelle que soit leur origine. Breton, langue nationale !



Officialiser : officialiser signifie octroyer un statut législatif et institutionnel à notre langue afin de garantir l'avenir du breton, sa transmission aux générations futures, pour que soient respectés les droits des bretonnants. Il est pour nous évident que cela ne se fera pas avec l'Etat français, qui n'a eu de cesse d'éradiquer et d'assassiner notre langue. La perspective d'une possible officialisation de notre langue ne se trouve pas sur les bords de Seine mais ici, en Bretagne ! Le statut de notre langue et lié au statut de notre pays ! Nous pouvons continuer à créer des outils de normalisation de notre langue mais le peu de choses acquises par ce biais repose sur des bases précaires et restera en péril du fait du cadre législatif français et de l'impossibilité pour les Bretons de décider conformément à leurs propres intérêts dans tous les domaines. Voilà pourquoi nous voulons affirmer une nouvelle fois que la lutte pour le breton est indéfectiblement liée au combat pour une Bretagne indépendante, pour un renouvellement de la démocratie qui permette aux Bretons de faire valoir leurs intérêts propres.

Bretagne libre et socialiste !

breton langue nationale

REJOINS LA BREIZHISTANCE

BREIZHISTANCE
Indépendance & socialisme

www.breizhistance.tv

